

## Ar bonomig

« Deboñjour deoh, Janedig,  
Deboñjour a laran, bremañ,  
Deboñjour a laran...  
Peleh emañ ar Bonomig,  
Pa n'emañ o tommañ, bremañ,  
Peleh 'mañ ar Bonomig,  
Pa n'emañ o tommañ ? »

« Emañ du-ze el liorz,  
Oh evesaad an ed, me 'gred.  
Oh evesaad an ed...  
It d'e gaoud di, Kloaregig,  
Ha n'ho refuzo ket.  
Ne ray ket,  
It d'e gaoud di, Kloaregig,  
Ha n'ho refuzo ket. »

« Deboñjour deoh, Janedig,  
Deboñjour a laran, bremañ,  
Deboñjour a laran...  
Koñje ho merh Janedig,  
Ouzh e houlennan, bremañ ;  
Koñje ho merh Janedig,  
Ouzh e houlennan. »

« Evid sur va merh Janed  
Ni 'zimezo ket c'hoaz, evid c'hoaz,  
Ne zimezo ket c'hoaz...  
Chom a ray daou pe dri bloaz  
Da roull an ebat c'hoaz, evid c'hoaz,  
Chom a ray daou pe dro bloaz,  
Da roull an ebat c'hoaz. »

« Keuz ho-peus, Bonomig,  
Beza va refuzet, hag abred,  
Beza va refuzet ;  
C'hwi 'zeuy d'he hinnig din-me,  
Mez n'he hemerin ket, ne rin ket...  
C'hwi 'zeuy d'he hinnig din-me,  
Mez n'he merein ekt... »

« Salit ho sah, Kloaregig,  
Lakit hañ war ho skoaz, o ! ya da,  
Lakit hañ war ho skoaz !  
Koulz eo deoh e gaoud bremañ,  
Evel e gaoud da vloaz, o ! ya da,  
Koulz eo deoh e gaoud bremañ,  
Evel e gaoud da vloaz ! »

Neuze 'ya ar hloarig  
Da gaved Janetoñ, oho o !  
Da gaved Janetoñ...  
« Eur pok deoh-c'hwi, va dousig,  
Ouzoh e houlenan, bremañ,  
Eur pok deoh-c'hwi, va dousig,  
Ouzoh e houlenan. »

« E-leh eur pok, Kloaregig,  
C'hwi 'pezo daou ha tri, o ! ya, c'hwi  
C'hwi 'pezo daou ha tri,  
Ha malloz d'ar gwall deodou  
'Zo kaoz d'ho tisparti, o ! ya, ni,  
Ha malloz d'ar gwall deodou  
'Zo kaoz d'on disparti !... »

A-benn eun nebeud goude  
Janed 'zo chomet klañv, o ! ya, klañv !  
Mar komañs ar Bonomig  
Dond d'en em chagrinañ, hañ hañ hañ !  
Mar komañs ar Bonomig  
Dond d'en em chagrinañ....

Ha setu ar Bonomig  
O vond da foueta bro, oho ho !  
O vond da foueta bro,  
Evid klask ar hloaregig,  
Da gemer Jenatoñ, o ! o ! o !  
Evid klask ar hloaregig  
Da gemer Janetoñ.

« Deboñjour deoh, Klaoregig,  
Deboñjour a laran, bremañ,  
Deboñjour a laran,  
Abaoe 'z oh bet du-mañ,  
Janed 'zo chomet klañv, o ! ya, klañv  
Abaoe 'z oh bet du-mañ  
Janed 'zo chomet klañv ! »

« Laret 'm-oa deoh, Bonomig,  
Ho-pije va hlasket, hag abred,  
Ho-pije va hlasket,  
'Teujeh d'he hinnig din-me,  
Mez n'he hemerin ket, ne rin ket...  
'Teujeh d'he hinnig din-me,  
Mez n'he hemerin ket... »

« Dalit ho sah, Bonomig,  
Lakit hañ war ho skoaz, o ! ya da,

Lakit hañ war ho skoaz...  
Koulz eo deoh e gaoud bremañ,  
Evel e gaoud da vloaz, o ya da !  
Koulz eo deoh e gaoud bremañ,  
Evel e gaoud da vloa' ... »